Lombieg

Ur yezh nilez-saharek eus skourr yezhoù soudanek ar c'hreiz eo al **lombieg** (*lombi*) komzet gant tro-dro da 12 000 den e Republik Demokratel Kongo.

Gwelet ivez

- Yezhoù nilez-saharek
- Yezhoù soudanek ar c'hreiz

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Lombieg&oldid=1588434 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 21 Eos 2014, da 09:46.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.